

ROLLOÙ-MEUZIOÙ AR PRETI-SKOL

SKOLAJ SANTEZ ANNA E PLOUGASTELL-DAOULAZ

Lun 11 a viz Here	Meurzh 12 a viz Here	Yaou 14 a viz Here	Gwener 15 a viz Here
<p>Saladenn doazenoù Marco Polo Saladenn doazenoù gant pesto Nuggets diwar gig-yar Skalopennoù giz Vienna Fav-melen Keuz/saladenn Frouezh</p>	<p>Pampel Ach rémoulade Tajinad piz-sisez Tajinad fer Semoul kouskous Keuz/saladenn Dienn-skorn (eus Boc'harzh)</p>	<p>Tartezenn gant kig-bevin Tartezenn gant legumaj Frinkadenn voc'h Gwadegenn gant avaloù Kaol-fleur gant kari Yaourt plaen sukret /saladenn Frouezh</p>	<p>Karotez rasklet Saladenn gaol gwenn Lazagn pesked Teod bevin Toazenoù triliv Keuz/saladenn yaourt gant frouezh bio yaourt vanilha bio</p>
Lun 18 a viz Here	Meurzh 19 a viz Here	Yaou 21 a viz Here	Gwener 22 a viz Here
<p>Saladenn domatez ha feta Brizhilli dre win gwenn Frinkadenn leue an Argoad Skalopenn voc'h hiliennet LR Fritez Saladenn Dienn (vanilha – chokolad)</p>	<p>Pour gant gwinêgreñ Avoukez gant gwinêgreñ Kari piz-sisez Wrap Fav gant ed-du Keuz/saladenn Frouezh</p>	<p>Kokombrez giz Bulgaria Tougoù-touseg giz Gres Pesked (hervez ar pezh en em gav) Pesked (hervez ar pezh en em gav) Paelonad legumaj eus ar mare Keuz/saladenn Crumble avaloù Gwastell leanez chokolad</p>	<p>Saosison voc'h rozette Rilhetez moc'h Frinkadenn yar-Indez Skalopennoù rostet Piz-bihan/karotez Suis bihan Frouezh</p>
Lun	Meurzh	Yaou	Gwener
VAKAÑSOÙ	VAKAÑSOÙ	VAKAÑSOÙ	VAKAÑSOÙ



Aozenn bio